

Gerioù ar vuhez

RKB

▶▶ Radio Kreiz Breizh

SKAÑV

Skañv, lijer : léger, légèrement

Ur jav skañv, un cheval léger, un cheval de selle

Ul loen skañv, un animal léger

Ur samm skañv, une charge légère

Ur sac'h skañv, un sac léger

Ur maen skañv, une pierre légère

Avel skañv, vent léger

Boued skañv, de la nourriture légère

Pellgomz skañv ou hezoug, téléphone portable

« Gwall skañv », « Skañv-tre » ou « Skañv-skañv »,
très léger

« Re skañv », trop léger

« Ul loen re skañv eo », c'est un animal trop léger

Ul labour skañv, un travail léger

« Hennezh zo klasket d'añ ul labour skañv »,
on lui a cherché un travail facile

« War ar menez zo douar skañv »,
sur la colline il y a de la terre légère (sableuse)

« Klaod ar Skañv », Claude le Léger, personnage
fréquent dans les contes

« Klaod ar Skañv zo bet lonket gant al Loar o
laerezh lann evit e gezeg »,
Claude le Léger a été absorbé par la Lune en volant
de l'ajonc pour ses chevaux

« Poanioù ar re all zo skañv da zougen »,
la peine des autres est légère à porter

Skañvaat, alléger

« Skañvaet eo bet ar samm »,
la charge a été allégée

Skañvoc'h evit, plus léger que
Skañvañ, le plus léger

Skañvadenn, soulagement
Skañvadurezh, légèreté
Skañvded ou skañvder,
légèreté

Skañv ou berrboellig, agité.e,
qui papillonne
Skañvboell ou skañvboellik,
dissipé.e

« Penn skañv », étourdi.e ou pas
très sérieux.e

« Skañv e benn, he fenn » ou
skañvbennek, inconstant.e

« Skañv e droad », le pied léger

Dans la chanson
Ar vatezh vihan :

« ... an alc'hweder skañv
'tarnijal en oabl
glas »,
l'alouette légère qui vole
dans le ciel bleu

COPFINANÇÉ PAR
UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne



Avec le Fonds européens
de développement régional



le Gaden
ad d'ad